



« Santez Anna , piv ous-te ? »

Me eo mamm Mari. Ha mamm-gozh Jezus. Joachim e oa ma gwaz. E Bro Palestin em eus bevet 2000 vlez 'zo, en ur geriadenn vihan : Nazareth. D'ar 26 a viz gouere e vezan lidet.

Daet eo ma merc'h : Ar Werc'hiez Mari àr wel d'ur verc'h yaouank a Lourdes. Brudet eo an istor-se er bed a-bezh. Ha me ivez e oan daet àr wel d'ur peizant berton er XVII kantved e Keranna, evit goulenn geton ma vehe bet lakaet ur chapel àr sav e-lec'h ma vin enoret enni.

Daet eo ur yoc'h bras ha donet a ra tud c'hoazh evit fiziiñ ennon o joaioù hag o foanioù. Santez Anna Wened eo hiriv an deiz.

Hag ur vamm-gozh 'peus te ivez sur a-walc'h ? Ha trop eus da gomz geti, da fiziiñ enni sekredoù pe da c'hoari geti. Ha bet ous bet dija doc'h ma gwelet e Santez Anna Wened. Me zo me él da vamm-gozh, gellet a raer fiziiñ ennon ha komz genin a-greiz da galon. Me ha kwaranto.

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Sainte Anne pèlerine – Janvier 2021



« Santez Anna , piv ous-te ? »

Me eo mamm Mari. Ha mamm-gozh Jezus. Joachim e oa ma gwaz. E Bro Palestin em eus bevet 2000 vlez 'zo, en ur geriadenn vihan : Nazareth. D'ar 26 a viz gouere e vezan lidet.

Daet eo ma merc'h : Ar Werc'hiez Mari àr wel d'ur verc'h yaouank a Lourdes. Brudet eo an istor-se er bed a-bezh. Ha me ivez e oan daet àr wel d'ur peizant berton er XVII kantved e Keranna, evit goulenn geton ma vehe bet lakaet ur chapel àr sav e-lec'h ma vin enoret enni.

Daet eo ur yoc'h bras ha donet a ra tud c'hoazh evit fiziiñ ennon o joaioù hag o foanioù. Santez Anna Wened eo hiriv an deiz.

Hag ur vamm-gozh 'peus te ivez sur a-walc'h ? Ha trop eus da gomz geti, da fiziiñ enni sekredoù pe da c'hoari geti. Ha bet ous bet dija doc'h ma gwelet e Santez Anna Wened. Me zo me él da vamm-gozh, gellet a raer fiziiñ ennon ha komz genin a-greiz da galon. Me ha kwaranto.

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Sainte Anne pèlerine – Janvier 2021

